



CHANSON AR C'HAFE.

Var an ton ancien.

TOSTAIT oll, tud yaouanq, da glêvet ur chanson
 Zo compostet er bleo-mâ gant sujet ha réson
 An eferezet Cafe hac an eferien Gïin
 O deus bet grêt qement-mâ d'ho laqat da c'hoarzin.

Ar Gïin a zo ul liieur zo formet gant Doue,
 Hac a voa bet transplantet gant hon Tad côs Noe,
 Nonpas evel ar C'hafe zo un dra invantet
 Gant ur vreg malicius eus a vro an Durqet.

Qensa mia teuas biscoas d'ar vro-mâ ar C'hafe,
 Ne voa nemet an Noblanç a guement en eve,
 Ha bremân an oll gommue a ya tout da eva :
 An darnuya anezo n'o deus qet a vara.

Bremâ me a ziscléryo ebars en abrego
 Ar Chanson-mâ compostet var sujet ar C'hafe
 Etre daou den demezet pere n'em reproche,
 Unan balamour d'ar Gïin , hac un all d'ar C'hafe.

Ebars er bleo mil eiz cant hac unan varnuguent
 E savas ar fachiri goude Gouel an Oll-Zent :
 Ar vreg a yeas e qær gant ur boezellad ed,
 Hac a foetas an arc'hant gant he c'homerezet.

Pa antreas er C'hafe, he deus bet lavaret :
 Me gred, evit hon arc'hant, e vezimp servichet.
 Digassit demp-ni Cafe hac ive Odevi,
 Hac ur youtaillad Liqueur vit en em regali.

Al Liqueur, an Odevi a savas en o fenn,
Ma comansjont da zansal o feder diarc'hen;
Plac'h an ed a lavaras : va arc'hant so foetet,
Me a efe ur banne, rac c'hoas em eus sec'het.

An teir all a lavaras neuze abones o fenn :
Ret eo guelet, va c'hommer, pegaument ar scoden.
An hostises, pa glêvas, d'an ec'h a zo pignet
Pa voe aranjet ar gont e chome c'hoas ur scoet.

An hostises a lâras : m'êm eus roet da eva,
Hac abars ma sortifot c'houi ranco va faea;
Rac-se en em araujit da baea ho scoden,
Evidon-me a bromet n'ho po qet a dermen.

Ar merc'het en em selle hac o devoa poan benn,
Pa n'io devoa qet arc'hant da baea o scoden.
Jacqeta a lavaras : me rîy va davancher,
Ha te, va c'hommer Jeuned, a rîy da vouchouer.

Unan demeus an ezre'h en deveus bet cavet
He devoa foetet e vreg ar som a bôvar scoet;
Quittât a ras e labour evit donet cu qær :
Ebars e ty ar Chafe o c'havas o feder.

Hac evel ma chantreas, en deveus lavaret :
Ha ne heus-te qet a vez, lavar, greg debordet,
Lezel ur buguel bian deomp-ni da lusquellat?
An deirvet nos eo oumân n'em eus cousqet berad.

Aze amâ em c'hichen, ha ro peoc'h, emezi;
Qemer un tassat Cafe da dremen da anui.
Tao din gant da zour bérivet : aoûalc'h e heus evet :
Qenta banne a evi, me garfe vez crevet.

Evidout-te, sac'h ar güin, te vepris ar Chafe,
Ebars en hostaliri e vez cavet nos de :
An are'hant a c'honees tout etro pad ar siun,
Ne zeus qet re anezo da gaout Guin ha Butun.

Jarnieoton , emezàn , bremàn ni rai ar bal ;
 Gonde foetta va danvez , donet d'am c'haqetal !
 Dre brontitud ur vazad a roas d'ar vreg ques ,
 Ma tiscaras d'an douar Cafe , Dien ha Les.

Ar merc'het a layages o feder assambles :
 Manget oc'h eus , va mignon , monf da sœi ho maoues ;
 Squillet hoc'h eus ar Chafe , c'houi a renq e baea ,
 Pe bremà soudeñ wantan ni ya d'ho tisvleva .

Ar peder blac'h animet a saillas varnezà ,
 Hac an hostises ive evit e zisvleva :
 Treinet e voe dre an ty , e zillat voe roguet ,
 Hac e vrec'h betec e scoa gant ar Chafe grillet .

Evel ma c'ballas achap , e commanças redet ,
 En ur sellet var e letch evel ur c'has fouetet .
 Darbet è din , emezàn , casi coll va bue :
 Me garfe e ve beuzet ar merc'het er Chafe .

Etrezoc'h , goaset yaouanc , dioüallit ho crague
 Pa zint da verza aman , na hentfent ar Chafe :
 Ar Chafe so debochus , dre ma zé mad ha douç ,
 Hac a ro tentation d'an oll merc'het lipous .


Dre ze hoc'h avertissàn , ezach' eus ar chontre ,
 N'it qet da glasq ho crague , ispicial d'ar Chafe :
 Mar hoc'h eus guers boutaillad ebars en ho codel ,
 Qerzit d'an hostaliri da velet Yan Vourdel .

Pa ven en hostaliri gant ya c'hamaradet ,
 Ur podat Güin em c'hichen , ve contant va speret ;
 Arça eta , mignonet , evomp peb a vanne ,
 Ha canomp oll ur Chanson var sujet ar Chafe .

Ar Chafe a ra domach ebars e peb canton ,
 Ha mar dê qer an amann , ne dê qet hep rôson :
 An dien a ya ennâ bep guella eus al les ,
 Ha ni entrezomp , goaset , a zébr hor bara sec'h .

Ni peurvuya, Canerien, a vepris ar C'hafé
 Ze so cos ma reprenomp ar merc'het ha grague ;
 Ar Güin, pa er c'hemerer gant moderation,
 A ro courach d'ur C'haner da gana ur Chanson.

Poent e cavàn finissa, amplic em eus comzet :
 Efit ar seurt a guerfol, me ne sourciàn qet ;
 Efit Güin, efit Cafe, Liqueur pe Odevi,
 Mes dioùallit absolu da gavet fachiri. FIN.



CHANSON NEVEZ.



ME meus choaset ur Vestrez a Escopti Treguer,
Ar vrava crouadures formet gant va Zalver ;
 Ia, ne zeus nemert-hi dindan ar firmamant,
 A guement a vez crouet herves va zautimant.

Me zo ur Chloarec yaouanc o poursu va studi ,
 Am eus lezet va leoriou, lajet em fantasi
 Da garet ur femelen, fleuren an oll merc'het ,
 Ur objet fur ha parfet, gant an oll admiret.

Qenta m'am boe an enor , va Mestres , d'ho quelet ,
 E voa e Béret Plunet goude an Ofern-Bred :
 Eno tre e remerqis ho craç hac ho fêçon ,
 Ho qenet, hac ho speret, hac ho perfection.

Ho taeulagad a verve evel an eol ardant ,
 Ho tiou jot ru, ho tal guen evel un diamant ,
 Ma teuis da lavaret em c'halon , em speret ,
 E voach' un El evurus eus an En disqennet.

O cessit, Cloarec yaouanq , ô cessit da barlant !
 Goneet hoc'h eus va c'halon gant ho comzou charmant ;
 Goneet hoc'h eus ar victor, ha me a vo qiriec
 D'ho caret a vir galon gant enor ha respect.

Un de voan o pourmeni gant ur galon gontant,
O sönjal em Mestrezic, un objet excelant,
Pa glèvis aziouc'h va fenn ur voez o lavaret :
Ret è servicha Doue, lest ho mya caret.

O pebes moez a glevân, va Doue-oll-buissant,
Pehini drompl va speret ha va ententamant,
O prononç din un arret a separation,
O Doue, pebes glac'har ha desolation!


Muya tra am gra nec'het hac a ra chagrin din,
Eo clevet al lapousset o cana a os din,
Ma larout din a ur voez : heuillomp ar C'hloarec qez,
Ha tachomp d'e gonsoli betec ti e vestres.

Venus, Mam da Gupilon, Roue ar Bayanet,
Pehini a zistrejs au infideliqet,
A bedân da scuill varuon pep sort punition,
Mar manqâo-me d'ho caret, va douç, a vir galon.

Mar dê Doue a gommand, Cloarec, oboisset,
N'en n'eus netra refusabl da Redemptor ar bed ;
Bremân me a vel patant caret zo dioatur,
Carout hep beza caret a zo displijadur.

Bonjour déc'h, va Mestrezic, bonjour dec'h a larân;
Cetu me deut d'ho quelet vit ar vech diveân,
Da brononç déc'h un arret a separation,
Nemedoc'h am soulachfe, ranna rai va c'halon.

Autrou Doue, va Doue! petra rïo-me bremâ,
Dilezet gant ar bed oll, gant va douç da guenta!
Bremân me a renq ober evel an dursunel,
Pa ve collet ganti he far, en em les da vervel.



CHANSON NEVEZ.

— • —

Var ton : *Ar Meliner.*

AR GOAS.

DEBOISJOUR dêc'h , va douç Jannet , an diaelou em daoulagad ;
Cett me deut c'hoas d'ho quelet qent sönjal dont d'ho quittat ,
Qent quittat an nep a garân mui guet qement tra so'r bed ;
Pebes calonat evidon , goude beza re garet !

AR PLAC'H.

Meurbet ez on-me estonet , den yaouanq , ous ho quelet ;
Sesisset hoc'h eus va c'halon ous ho quelet quer mantret :
Arrêtit , sec'hit ho taelou , ba discléryit franchamant
Petric sinifi ho comzou , petra é ho nec'hamant .

AR GOAS.

Ho temeur anç sur , va mestrez , zo em c'halon quer parfet ,
Qen na ouffen-me birviqen e lemel dious va speret :
Rac c'houi noc'h eus nemet mepris ha meprisanç evidon .
Ansavit bremâ hep fentis ha m'en em glêm hep résou ?

AR PLAC'H.

Me voare zoc'h rentet captif certen d'an amouroustet ,
Dre moc'h eus lajet ho speret da re garet un objet ;
Un den yaouanq a dle beza mestr absolu d'e galon ,
Mes c'houi a so , var a velân , guir esclav da Gupidon .

AR GOAS.

An aour , pa ve purifiet , a dremener dre an tan ;
Ha va c'halonic , va mestres , a zo hanval bras outân :
Sulvui rit ous va dilezel , sulvui rân ous ho caret ,
Ha ma zoc'h ouzin quer cruel , me zo douç en hoc'h andret .

AR PLAC'H.

Da betra teut d'en em dale, den yaouanq, d'am darempret?
 Ne sönjit mui en qementse, rentit trauqil ho speret;
 Laquit ar peoc'h en ho calon, ha sönjit enni a gren,
 P'otramant hoc'h affection am zromplo a dra certen.

AR GOAS.

Me ya bremâ d'ho tilezel evel ur Gananeen.
 Mes me a grio moi-ous-mui qen na glêfot va feden,
 Ha pa ho po va approuvet ha gouêt ha me ho car,
 E teufot neuze d'am c'harout gant ur galon hep e far.

AR PLAC'H.

Caer hoc'h eus clasq' va zistrei gant ho comzon eloquant,
 Rac me a vo en hoc'h enep da vijen ferm ha constant;
 Qentetisplantfac'h ar steret demeus au êngant ho tent,
 Evit n'o pe va distroet den yaouanq, dre nep sort hent.

AR GOAS.

Pel a zo demeus a amzer ec'h exercen an enor
 Alies demeus a veach, va mestrez, da doul ho tor,
 Da guichen toul dor ho calon, o clasq' antreal enni,
 Mes c'hui a so qen diréson, hac a zeu d'am refusi.

AR PLAC'H.

Pel amzer a zo tremenet ha qeit all a dremeno,
 Biqen james var va speret nep rôson sur n'ho pezo.
 Me ho ped deut d'am dilezel, rac-se-ta choasit ho plac'h
 Biqen james n'o qemerân credit ar pez a larân dac'b.

AR GOAS.

Evit ho contraign d'am c'haret, me ho ped da viana
 Da sönjal voamp hon daou choaset gant Adam, hon Tad qenta;
 Demeus al lezen naturel am c'hontraign d'ho caret ive,
 Lennet é demp en Aviel, gout a rit se coulz ha me.

AR PLAC'H.

Eleal assur, den yaouanq, certen ho carout a rân,
Pa éguir ho meulân heinde d'ar merc'het eus ar vrô-mâñ;
Ma vijent em possession, c'houspije'r c'hoas anezo,
Mes evidon me a bromet birviqen sur n'ho pezo.

AR GOAS.

Preciussa tensor un den é certen ur galon bur,
Qementse a zo quer guirion evel ma zê ar Scritur :
C'houspije'r va zenzor, va mestrez, a Rouanez va c'halon.
Ha mar don me deut d'ho quelet, é gant guir intantion.

AR PLAC'H.

Meoc'h anave, den yaouanq, evit un den droi meurbet,
Dre moc'h eus lajet ho speret da garet nep n'ho car qet;
Mes choasisit un all evidoc'h a ouffe ho consoli,
Rac evidon n'allân pelloc'h chom amân da ziscouri.

AR GOAS.

Ho quittat a rân, va mestrez, pa é ret ho tilezel,
Mes evit se va amitie a vezô bepret fidel;
Poent é demp eta conclui, finissa ha lavaret
Penos é fachus da un den caront hep beza caret.

AR PLAC'H.

Ho quittat a rân, den yaouanq, o rei déc'h evit qentel
Ar c'homzou caér-mâ a lenner ebars er Scritur Santel :
Choasisit Rouantelez Doue hac e justiq da guenta,
Qent ma vezô déc'h accordet hoc'h oll dezir er bed-mâ.

FIN.